



## GALV GRAET OUZH KEMENT EMSAVER 'VEFE A-DU GANT ADUNVANIDIGEZH BREIZH PE GET

Daou hent stur a zo bremañ gant ar stourm evit ar vro : he **YEZH** hag hec'h **ADUNVANIDIGEZH**. B'emaint bremañ hirio an deiz o kejañ an eil gant egile ha ret groñs eo na drofent ket da vezañ un hent-dall. Perak ?

Anat ha sklaer-kenañ eo al labour da vezañ graet evit kas an **ADUNVANIDIGEZH** da vat : ret eo strolañ ar brasañ niver a vennadoù a-du gant an **ADUNVANIDIGEZH** digant kement ti-kêr a zo e Breizh da lavarout eo 1491 anezho. Ouzhpenn an drederenn anezho zo troet a-du betek-hen! Chom a ra an div drederenn all da gendrec'hiñ. **LABOUR 'ZO !**

Ur wech tizhet 746 ali a-du ganeomp neuze ha neuze nemetken 'vo tro deomp-ni gwiriekat nerzh poblek, demokratel hag istorel hor stourm ha un tamm mat 'vo aesaet labour ar c'hannad war 'n ugent (diwar 37 anezho) bet savet a-du evit hen-ober.

Dre ma ne c'hellomp kaout mouezhiadeg hollek ebet, ret mat eo deomp dastum gouestloù poblañs ar vro, dre hanterouriezh o dilennidi, kement live vefe ganto.

Ken pouezus all eo derc'hel da stourm ingal e-pad an devezhioù hag ar mizioù a chom evit lakaat an tier-kêr da dreiñ a-du gant an **ADUNVANIDIGEZH** ha pa ne vefe dija graet mont da welout ar re e-kichen. Ken pouezus all eo ar stourm-mañ eget unan evit digeriñ ur skol war ar brezhoneg na vefe ur skol noz. Ha perak ta?

Ma ne vez ket graet an **ADUNVANIDIGEZH** d'an abretañ ar gwellañ pe zavare an hini 'vo graet neuze? Na laoskomp ar yaouankizoù da zont da zisoñjal pezh a oa Breizh.

Ma ne vez ket graet an **ADUNVANIDIGEZH** buan-tre hor bo ni holl ac'hanomp un "Dekad Grantwest" difoutre penn-da-benn eus Breizh. N'eo ket dileuridi ar "Sarthe", ar "Vendée" pe re Bro "Anjou" a vo techet da vouezhañ skoazell arc'hant evit kelenn ar brezhoneg pe istor Breizh... **It da grediñ!!!**

Setu perak e kinnigomp deoc'h ober deus ho seizh gwellañ evit mont e darempred gant ho kuzul-kêr evit lakaat anezhañ da dreiñ a-du gant an **ADUNVANIDIGEZH** ha ma vefe kelaouet ha skignet e youl dre skrid. Ha da lakaat kement ti-kêr en-dro, nevern e vent, da ober kement all.

Aes eo deoc'h kaout ar seurt teuliadoù: listennoù an holl tier-kêr bet goulennet o ali diganto nevez 'zo, an teuliadoù hag an doareoù-ober a vo kinniget da gement hini prest da labourat da vat evit an **ADUNVANIDIGEZH**.

Bezomp sklaer, "**trapit**" teuliad an **ADUNVANIDIGEZH** evitoc'h hoc'h-unan ha aet e darempred gant "**Breizh Unvan**" ra vefec'h ezel pe get. Setu, da heul an titouroù da vezañ kaset d'ho tilennidi.

Herve Morvan  
e karg eus menadoù adunvanidigezh  
e anv prezidant J.F Le Bihan.

BREIZH UNVAN / BRETAGNE REUNIE  
Ezel Ajañs ar Gwirioù Diazes Unaniezh Europa  
BP 49032 - 44090 NANTES Cedex 1

[www.bretagne-reunie.org](http://www.bretagne-reunie.org) - Darempred : [voeux-de-reunification@bretagne-reunie.org](mailto:voeux-de-reunification@bretagne-reunie.org) - 06 82 67 19 46